

PREZEGET GANT AN AOTROU PER BOURDELLES

Nec'het a-walc'h eo bet an Aotroù Bourdelles p'eo bet gouennet putañ, ober prezegennou retred da vesc'hed; biskeazh n'en deven graet; setu ar pezh a lavare dimp en e brezegenn gentañ. Evit bezañ sur e c'hallfe e gomzoh tizheut spered merc'hed en devoa lakaet en e benn displegañ dimp, en ul lodenn gentañ petra a oa bet darempredou her Salver gant merc'hed yaouank e amzer hag e vro, hag en ul lodenn all displegañ pennwirionezioù a zo talvoudus anezho o-unan, kenkoulz evit merc'hed hag evit ar re all.

El lodenn gentañ hon eus studiet ar pajennadou-mañ eus an Aviel :

- 1)** Merc'h Jafrus a grogas Jezuz en he dornig d'he sevel diwar ar vas-kañv.
- 2)** Merc'h Herodiaz a zañsas dirak aetrounez lez Heredez haga c'houlen nas digant ar roue-hervez ali he mamm-penn Yann Vadezour war ur plac.
- 3}** Ar Gwere'hzed fur hag ar Gwere'hzed diskiant.
- 4)** Mari a ankounac'h traou ar bed-mañ da selaou Jezuz, Maria he c'hear Ur Vari all, Mari-Vadalen a zalc'has da vont da heul Jezuz adalek amzer gentañs brezegerezh betek menez Kalvar.
- 5)** An hini santelañ, ~~XXX~~ an hini wellañ : ar Werc'hed Vari .

En eil lodenn, hon eus gwelet ar gwirioneziù diazez-se :

- 1)** an den, ar bed, Doue .
- 2)** ar bed disi : ar Mirionez, ar Gaerder, ar Vadelezh.
- 3)** ar bed siet : ar pec'hed, al leustoni, an disurzh, ar bean, ar maro, an ifern .
- 4)** ar bed a-vremañ, ar e'hristen e vevañ ennañ hag o klask hen gounid da Zoue .

Ar bajenned Aviel hag a laka ac'hanoemp da zaremrediñ merc'h Jafrus, a ro dimp kentelioù talvoudus ha gwirien evit hon buhez ene: an ene, pa fell dezhi paroaf, n'eo ket awalc'h eviti chom d'en em soñjal hec'h-unan, treññ ha distreiñ warni hec'h-unan. Ret eo ober pezh a reas Jafrus; mont davet Jezuz gant fiziañs. El lec'hioù distro eo e kaver ar Salver : ret eo lakaat ermaez ar c'hoarierion-fleñt 'vit ma raio ar burzhud

^a c'houleñnomp : her c'hemm diebarzh. Dorn ouzh dorn gant Jezuz e savimp diwar her fallentez, rak ~~EN~~ a ziskouez an hent, ~~EN~~ a ro nerzh ha sikour da vont .

Met dilezet hon eus ar plac'hig koant ha yaouank da sellout ouzh Herodiazh hag he merc'h Salome. Aze hon eus gwelet an dud trellit e daoulagad hag o spered gant ar plijadurioù, an dud o troc'haf e benn d'an hini a ca en o c'hic'henn sklerijen hag a lenne re sklaer en o spered hudur ha lorc'huz. Mouget eo ar pep uhelañ a zo en den gant ar pec'hed, ar e'hoant enorioù, ar e'hoant plijadurioù. Pa bee'hamp ez emp dallet gant un dra bennak ha n'euzomp ket betek pelec'h ez emp. Un ali dimp da vezañ war ſevezh. Na vezomp ket evel ar Gwere'hzed diskiant : n'eo ket o c'houesked, ~~XXX~~ a zo bet tamallet outo, met bezañ o kousket hep puurvezian o c'houlaeuenn da gentañ. Kousket a

ze e natur an den, met gant mireut hor spered sklaer, ha gant ma virimp hor gouleier war elum, war evezh mat. Pebezh deuster en deus Jezuz pa gomz dimp eus ar maro : donedigezh ar Pried ! Dont a rao evel ul laer, met chomemp ouzh hen gortez, sklerijennet gant eoul hon oberou mat hag hor feiz en Aotrou .

E spered an Aotrou Beurdel es, hag en Istor, sur mat, n'eo ket Mari-Vadalen ha Mari, c'hoaz Lazar, an hevelep hini. Gant preuennoh start ha diazezet war an testennou (gwazh a se evit hor faltazi ...) en deus diskouezet dimp e oa bet diw Vari. O tremen hon eus sellet ouzh dremp ar plac'h vat, Marta, troet war al labour, hi, gant he c'homz d'an Aotrou diwar-benn he c'haar, a ro tu d'an Aotrou da lavarout dimp pegen plijus eo dezhan emzalc'h ur spered arvester. N'hellomp ket Schuin hon tro-selled ouzh merc'hed amzer hon Salver hep arrestin ouzh ar Werc'hez. Hi, an hini santelan, an hini bet testaññixgxin ouzh kalon he Mab d'E gompren gwelloc'h. Diw wech en Aviel e lemmomp diwar he fenn " e vire pep tra en he c'halon " ne gomprene ket bepred war an taol na pezh a rae, na pezh a lavare . N'eo ket bet buhez spredel ar Werc'hez evel ma sonjomp ken alies, ur vuhez hep diaassamant. Gwelout a reomp re ar Werc'hez evel p'he dijekkmpk intentet ha gwelet bepred sklaer enne spered hag en buhez he Mab. Nann ! Feiz ha fiziañs a zo bet goulennet diganti, met feiz ha fiziañs divrall he deus bet. Sed ar gentel pennan a ro dimp ar Werc'hez .

--- --- ---

En tu hent d'ar pezh a zo keleñnadurezh war-eeun an Aviel ez/ eus c'hoazh pennvirioneziou hon eus da studian, kuzhet dindan gomzoù an Aviel.

Betra eo ar Grouadelez ? Tud da gentan, tud hag o deus pep unan anezho ur c'horf savet-kaer, ur bam hen sonjal : Ur spered a sant, a sar, a gav traou nevez, a ro sklerijenn. Milinnoù tud a zo war an douar. N'eus ket nemet tud ; plant ha loened a zo, menezioù, traeniennoù, kompezennoù, eien, mor, sterioù. Ha pep traig ha pep den a zo bet graet gant ar C'hrouer da ziskouez e splanner hag e glod. Kouivet omp gant ar Skritur Sakr da vennigan an otreù evit kement tra : " Oberou an Aotrou, bennigit an Aotrou !" Kan bet adkemeret diwezhatoc'h gant Sant Fransez pa savas " Kantig ar Grouadelez".

Ar bed a oa bet krouet disi gant Doue. Ar bed dre maz eo buhez a zo meuleudi da Zoue, rak Doue a zo ar Vuhez. An d'eo dre ma klask "bevan" dre e labour a zo ur veuleudi gwirion da Zoue. Met derezieù uhelec'h a zo er veleudi-se : ar Wirionez, ar Gaerder, ar Vadelez.

Ar Wirionez a zo kompreñ an traou evel m'emaïnt ha komz eus an traou evel m'emaïnt. An traou evel m'emaïnt a zo an traou evel maz int gwelet gant Doue. Ar pep spontusañ er bed-tud a-vremañ eo n'eus giv gwirionez ebet kenevito. Gwirionez a zo hervez an ampled a dennomp evidomp eus ar pezh a sonjemp. Neuze mont-dont a ra ar wirionez, n'eo ken tra stabil. Sotzhus eo evelkent pouezan pegen niverus ar menezioù bet tremenet er speredou, pegen niverus ar skridou bet labouret kement warno gant ar ouizieion. Evit petra ? Evit diskleridigezh ar wirionez. Ha betek fin ar bed e vo kavet gwirionez da zirouestlan.

Ma n'hellomp ket krouïñ pennvirioneziou, n'hellomp nemet studian ar wirionez, e c'hellomp krouïñ un dra endro dimp : ar Gaerder. Ar Gaerder a zo eil teñzer Mab-den. Krouïñ kaerder a c'hell an den sant

ar gwiskamant, ar savadurioù, al livadurioù, ar sonerezh, an dañs, h.a.... met bepred e vo ur skeudenn eus ar Gaerder virion a zo Doue. A-wechoù e seblant dimp ez eus traou kaer e chom kollet : bleunioù marellet bras ha souezhus ar c'hoadoù tomm ha gieb, lec'h na dremen den, ur c'huzh-geol war traezennou sec'h ar Sac'hara, an evned e nijal a-us da bidoù pell an Afrika. Met ar re-se a zo evit Doue, e Gaerder. -En en em ziskouez enno, evitañ e vleuniant, evitañ e plavent.

Un dra a zo avat ha n'eus ket re anezhi war an douar : a r vadelezh an hini eo. Rak an holl dud-a glask gouzout tra pe dra, an holl dud a glask bezan faro pe goant, tamz pe dama, hegen n'eus ket ur bern o klask bezan mat ; hag ar re a glask, ne glaskont ket kalz. Douster, karantez evit an dud eo an dever brasan ; ar c'hristen n'en deus enebour ebet da gaout.

N'eus ket er bed nemet Gwirionez, Kaerder, MADELEZH. Disi e oa bet ar bed krouet, met dre hor fazi n'eo ket chomet dinamm. Ma oa ken brao dija ~~xx~~ baradoz an douar, petra 'vo baradoz an Neñv ? Maz eus peadra er bed-mañ da vagañ studiù an dud desket abaoe an amzeriou kentan e kavimp peadra-ha muioc'h eget hon peadra-dha vogañ en Doue her studi ha drfëst-holl da leuniañ hor c'halon da viken. Maz eus kement a daoleniou kaer ~~xx~~ er bed-mañ, pegen bravoc'h ne vo ket sellout oute en Doue, ha maz eo ken c'hwek evit tud en em gar en em arvestiñ e-pad pell-pell, ha chom a-gevret, pe eit all n'helliñp ket chom da vanin ouzh Doué ! Met n'emañ ken an den e baradoz an douar. Siet eo bet ar bed gant ar pec'hed. Petra avat eo ar pec'hed ? D'hon daoulagad, n'eo ket kalz a dra, un tamig dizurzh. Ni n'helliñp ket kompreñ grevusted ar pec'hed. Rak o lavarout "dizurzh", e lavaromp kalz a dra. Ya, mont a ra a-enep an urzh mennet gant Doue, eno 'man e c'hrevusted ; ya, pec'hiñ a zo mont a-enep mennad an Tad. Ha tra spontus heuliadurioù ar pec'hed er bed : an techen fall; ar Maro, an Ifern. Evit an den ez eus kement da ziwall ouzh an t'zechou fall m'eo bet distummet a-wechoù e spered hiniennou ar soñj reizh eus ar vuhez kristen. Evit kalz a dud, n'eo nemet un "emziwall" evel pa ne veve ket ur "mont war rack". Ni avat, daoust d'ar pec'hed, decomp war-rack, fiziet en madelezhi Doue hag en e c'hras. Arabat dimp bezan eus an dud-se a dremen o buhez e sellout pizh bepred ouzh e c'hous-tiañs. Ar Vad eo an hini hon eus d'ober gant gras an Astreù d'hen harpan. Karantez hon eus da ziskouez, hi a zo treec'h ar C'hrist war ar pec'hed.

Er bed a-vremañ en deus ar C'hristen ul labour da seveniñ. Peseuk labour a vo hen hini, ni Kristenion ha Brezhoned ?

Ret e vo dimp mont d'an dud a zo war hon tro gant kalz a zeuster evel pa vijent tud Klaiv. Rak breinet int bet gant ar gelennadurezh a-vremañ. An den a zeu da vezan muioc'h-mui mestr war an traou, war ar bed, met "petra tservij d'an den gonit ar bed ma teu da goll e ene ?" Hag evit gwir, emañ e koll e ene; dija en deus kollet e ene. Aesec'h eo ar vuhez ha laosk e teu an dud da vezan. Ne zesker ken soñjal, ne zesker ket labourat, an urdinvik a ra pep tra. Klaiveo ar speredou. Ret eo dimp eta mont d'an dud gant karantez evit e ene, gant karantez evit e doareoù, evit an doareoù yac'h a c'hellfe bezan chomet en e spered daoust d'af gelennadurezh faoz bet strewet enno. Ret eo mont dezho gant kredennou diazezet start ha sklaer (zoken diwar-benn traou ar bed-mañ.). Arabat dimp bezan feulz, kondoniñ, tamall. Met eo mont dous ha mont war-rack.

5

Peseurt talvoudegezh o deus ar goulloù trouzus, war dachenn ar relijion ? (pardonioù hag all) Mont daouristañ, ne vez ken. Hervez tud 'zo, e vije ret ober trouz evit dedennañ an dud daret ar relijion. Moarvat e vije gwelloc'h nebutec'h a dud, ha muioù'h a santelezh. Met neuze, hag e vije tud o tent ? Kudenn diges, met he direnestlañ hon eus d'ober, en hor c'horn-bro, ar gwellañ ma c'hellomp.

E Breizh e oa gwechall ur sevenadurezh. Ur sevenadurezh pobl a oa. Bremañ n'eus ken anezhi, pe dost, ha n'eus hini ~~n'ebet~~ all ebet ken. An dud desket, pe n'o deus ken a skiant vat, pe ez int muioù'h distag eget biskoazh diouzh ar bobl. Chom a reont pell eus ar wir gudenn. Studian a reont traoù ha n'o deus talvoudegezh ebet evit hor pobl. Petra en studi ar beleg er c'hleardi e lakfe da dostaat ouzh buhez ar bobl a zo à hini : pobl Vreizh ? Netra. Evite e chom se evel en diavarez eus o dlead, emaez eus o stad a gristenion. Se a zo mat evel diduelioù da dud'zo en o zavez hag a zo dedennet gant ar c'hudennou-se met evite n'eo netra. Adsevel ar bobl, hor pobl, hon eus d'ober, ni Krikstenion .

Dagoust hag e vo galiet adsevel ur sevenadurezh e Breizh ? Dre bediñ ha labourat ne chomo ket hol labour goull ; dont a raie da vat evit siltidiagezh hor Bro .

Levezon - Rennes - Lorient - Brest - Quimper - Penn ar Menez - Vannes - Landerneau - Brest.

a) ar morzhedur loren ar Gouët "Brest" diskinn.

b) ar soudan "h" troc'h ar bed-mañ an osmanegezh. Kerne le a bouez

Ur Yann Ké, Marz-Teñvien a reizhenoù vont ar bed-mañ an osmanegezh

peurzh a Doutzgerzh brezh. Yann-Kély,

c) an hini a ritezh, an hini welled ar Vare-hor Yari.

d) an sillidenn, hon eus yvellet ar gwiriennoù diastorez :

1) an den, ar bed, Brest

2) ar bed disi : ar Gouët, ar menevid, ar Padalenn,

3) ar bed siwt : ar perzh, ar lezenn, an diserzh, ar vroù ar vore, an Ifelt.

4) ar bed krennig, ar "krested" a vroù voreg beg ar blant han gwerzhañ

RETRED AR BLOAZ 1947 PREZEGET GANT

AN AOTROU BOURDELLES.

fell denez parenn, n'eo ket a-walc'h eviti ouz d'an en sonjai hec'h-uan, treid
ha distreid marni hec'h-uan. Ket eo ober pezh a vras Jairus : mont davet Jezuz
gant Nec'h et a-walc'h e oa an Aotrou Bourdelles p'eo bet goulennet outañ
ober prezegennù retred da verc'hed. Biskoazh n'en doa graet ha setu ar pezh
a lavare dimp en e brezegenn gentañ. Evit bezan sur e c'hallfe pezh a laverfe
tizhout spered merc'hed en doa lakaet en e benn displegañ dimp, en ul lodenn
gentañ petra a oa bet darempredou hon Salver gant merc'hed yaouank e maxx amzer
hag e vro hag en ul lodenn all displegañ dimp pennwirioneziù a zo ken talvoudus
hag evit ar baotred hag evit ar merc'hed.

El lodenn gentañ hon eus gwelet ar pajannadoù-mañ eus an Aviel :

1) Merc'h Hailrus a grogas Jezuz en he dernig d'he sevel diwar er vas-kañv.

2) Merc'h Herodias a zañsas dirak motrounez lez Herodez hag a c'ouennes

Un ali digant ar reue - hervez ali he mamm - penn Yann-Vadezour war ur plac.

3) Ar Werc'hed fur hag ar Gwerc'hed diskiant.

4) Mari a anstuunac'h traou ar bed-mañ da selacu Jezuz, Marha he c'hoar.

Ur Vari all, Mari-Vadalen a zalc'has da vont da heul Jezuz adalek amzer
ha start gentañ e brezegerezh betek menez-Kalvar.

5) An hini sentelan, an hini wellan : ar Werc'hed Vari.

En eil lodenn, hon eus gwelet ar gwirioneziù diazez-se :

1) an den, ar bed, Doue allies, hag en Ister, our mat, n'eo ket Mari-Vadale

2) ar bed disi : ar Wirionez, ar Gaerder, ar Vadelezh.

3) ar bed siet : ar pec'hed, al lousteni, an disurzh, ar boam ar mare, an

Varia. O Ifern. Non eus meritet dreun ar plac'h vot, Marie, treest gant al istore

4) Ar bed a-vremañ, ar c'hristen o vevañ ennañ hag o klask hen gounid da

pennoz : Zeue.

Evit nochtan hor sellad aush more "====" Salver e oa ret sellam aush ar

Verc'hed. Ni a zo an hini sentelan hag an hini a zo bei an tostean da galon ha

Ar pajennadoù aviel o deus lakaet ac'h-anomp da zarempredin gant merc'h Jairus

Marie. Dim wech an hini e lennomp diwar e leon "o vras pepl".

en deus roet dimp kenteliù talvoudus ha gwirion evit hon buhez ene : an ene a fell dezhi parean, n'eo ket a-walc'h eviti chou d'en em sonjal hec'h-unan, trein ha distrein warni hec'h-unan. Ret eo ober pezh a reas Jairus : mont davet Jezuz gant fizians. ~~El lec'hicù distre eo e kaver Jezuz : ret eo lakaat er-~~
 maez ar c'hearierion-fleüt 'vit ma raios ar burzhud a c'houlenemp : hor c'hemm diabarzh. Dorn euzh dorn gant Jezuz e savimp eus hor fallentez rak en a ziskouez an hent, en a re nerzh ha sikour da vont.

Met dilezet hon eus plac'hig koant ha yaouank da sellout euzh Herodias hag he merc'h Salome. Aze hon eus gwelet an dud trellet o daoulagad hag o spered gant ar plijadurieù o trec'hant penn d'an hini a ea sklerijenn en o c'hichen hag a lenne re sklaer pezh a ea en o spered hudur ha lorc'hus. Mouget eo ar pep uhelañ a zo en den gant ar pech'ed, ar c'hoant enorieu, ar c'hoant plijadurieù. Pa pec'homp ez emp dallet gant un dra bennak ha n'ouzomp ket petek pelec'h ez emp. Un ali a vezan war evez eo se. Na vezomp ket evel ar Gwerc'hed diskiant : ar pezh a ze bet tamallet dezhio n'eo ket o c'houesk, met bezan o kousket hep pourvezim a c'houlaouenn da gentañ. Kousket a zo e natur an den, met gant mirout her spered sklaer, ha gant ma ximp virimp hon gouleier war elum e wimp war evez ha start. Pebez douster en deus Jezuz pa gomz dimp eus ar mare : donedigezh ar pried. Dont a raios evel ul laer, met chomomp ouz hen gortez, sklerijennet gant esul hon oberou mat hag hor feiz en Aotrou.

E spered an Aotrou Bourdelles, hag en Ister, sur mat, n'eo ket Mari-Vadalen ha Mari, c'hoar Lazar, an hevelep hini. Gant prouennou start ha diazezet mat war an testennou (siwash evit hor faltazi...) en deus diskouezet dimp e oa bet diou vari. O tremen hon eus merzhet dremm ar plac'h vat, Marta, trest gant al labour e reas dimp he c'homz d'an Aotrou diwar-benn e c'hoar, an tu da gompreñ gwelloc'h pensos e vez sellat gant karantez gant an Aotrou, emzalc'h ar spered arvester. Evit echuiñ hor sellad ouzh mere'hed amzer hon Salver e oa ret sellout ouzh ar Werc'hed. Hi a zo an hini santelan hag an hini a zo bet an tostan da galen he Mab d'Il gompreñ. Diw wech en Aviel e lennomp diwar e fenn "e vire pep tra en he

c'halon", ha se a ziskouez dimp ne oa ket buhez ar Werc'hiez evel ma sonjomp ken alies, ur vuhez sioul hep diaesamant. Gwelout a reomp re ar Werc'hiez evel m'he dije kompenet ha gwelet sklaer e spered hag e buhez he Mab. Nann? met feiz ha fizianc he doa ha se a zo ar gentel pennan a ro dimp ar Werc'hiez.

En diavaez eus ar pezh a zo kelennadurez war eeün an Aviel er eus penwirioneziou a zo da studian ganimp hag a zo iveau kuzhet dindañ gomzou an Aviel.

Petra eo ar Grouadelezh? Tud da gentañ hag o deus pep unan anezhañ ur c'horf savet-kaer, ur bam hen sonjal: ur sperd a sant, a car, a gav trou nevez, a ro sklerijenn. Millionou tud a zo war an douar. Met n'eus ket nemet tud : plant ha loened a zo, menez, troniennou, plauenennou, eien, mor, sterioù. Ha pep traig ha pep den a zo bet graet gant ar C'hrouer da ziskouez e splanner hag e glod. Kouvet omp gant ar Skritur Sakr da vennigan an Aotrou evit kement tra : Oberou an Aotrou, bennigit an Aotrou: kan bet adkemeret diwezhatec'h gant Sant Fransez pa savas "Kantig ar Grouadelezh".

Ar bed a oa bet Mrouet disi gant Doue. Dre ma'z eo ar bed "vuhez" eo meu-leudi, rak Doue a zo ar Vuhez. Dre ma klask an den "bevan" dre e labour eo ur veuleudi gwirion da Zoue. Met derdiou uheloc'h a zo er veuleudi-se : ar Wirionez, ar Gaerder, ar Vadelezh.

Ar Wirionez a zo kompen an traou evel m'emaient ha komz eus an traou evel m'emaient. An traou evel m'emaient a zo an traou evel ma'z int gwelet gant Doue. Ar pezh spontusan er bed a-vremant eo n'eus gwirionez ebet ken. Ar wirionez a zo hervez ma tennomp hor mad diouzh ar pezh a sonjomp. Neuze ez a hag e teu ar wirionez, n'ee ken un dra start. Souezhus eo evelkent sonjal pegen niverus ar sonjou e deus tremenet er speredoù, pegen niverus ar skridoù a zo bet labouret

kement warno gant ar skiantourion! Evit petra? evit diskleridigez ar wirionez.
Ha betek fin ar bed e vo kavet gwirionez da zivouestlañ.

Ma m'hellomp ket krouïñ pennwirioneziù - n'hellomp nemet studiañ ar wirionez - e c'hellomp krouïñ un dra all endre dimp : ar Gaerder. A, Gaerder a zo ei lteñzor an den. Krouïñ kaerder a c'hell an den dre an dilhadou, ar savadurioù, al livadurioù, ar sonerezh, an dasou, h.a... met bepred e vo un diverradur eus ar Gereded wirion a zo Doue. A-wedhou e seblant dimp ez eus traou kaer e vont da goll : bleunioù marellet bras ha souezhus ar c'headoù tomm ha gleb, lec'h na tremen den, ar c'huzh-heol war traezennoù sec'h ar Sac'hara, an evned o nijal a-us da briou pell an Afrika. Met ar re-se a zo evit Doue, Kaerder Doue en em ziskouez enno hag evitan e vleunient hag e parent. Anxxix

Un dra a zo avat, ha n'a ket da goll war an douar eo ar vadelezh. Rak an da hobl a glask gouzout tra pe dra, an holl a glask bezan faro pe goant, tamm-pe damm, n'eus ket kalzh o klask bezan mat hag ar re a glask, ne glaskont ket kalzh. Douster, karantez evit an dud eo an dever brasañ : ar c'christen n'en deus enebour ebet. **Exx**

Er bed ez eus traou all estreget ar Wirionez, ar Gaerder, ar Vadelezh.

Krouet e oa bet ar bed disi, met dre hor fazi n'eo ket chomet disi.

Ma oa ken brao dija baradoz an douar, petra 've eus baradoz an Névez? Ma 'z eus peadra er bed-mañ davagan studiù an dud desken abaoe an amzeriou kentañ e kavimp peadra - ha muioc'h eget hon peadra - da vagan en Doue hon studi(hor c'halon dreist-holl)da viken. Ma 'zus kement eus taolennou kaer er bed-mañ pegen bravoc'h ne vo ket da sellout en Doue, ha ma'z eo ken c'hwek evit tud en em gar en ~~un~~ em sellout e-pad pell-pell, ha chom a-gevret, pegeit all n'hellimp ket chom da arvestin ouzh Doue! Met n'eman ken an den, zoken e baradoz an douar. Siet eo bet ar bed gant ar pec'hed.. Met petra eo ar pec'hed? D'hon daoulagad, n'eo ket kalzh a dra, un tammig dizurzh. Ni n'hellomp ket kompreñ grevusted ar pec'hed. Met e lavarout "dizurzh", e lavaromp kalzh a dra. Ya, ar pec'hed a zo un dizurzh, dont a ra a-slep an urzh mennet gant Doue ha

eo e grevusted, rak pec'hin a zo mont a-enep mennad an Tad. ~~PRXXXX~~ Pezh a zo spontus eo pezh a zo er bed warèlerc'h ar pec'hed : an techoù fall, ar Maro, an Ifern. Kement ez eus da ziwall ouch an techoù fall m'eo bet distummet alées ar vuhez kristen. Evit kalzh a dud, n'eo nemet un "emziwall" a-lec'h ur "mont war rae". Daoust d'ar pec'hed, deomp-ni war-rack, fizius en madelezh Doue hag en e c'hras. Arabat dimp bezan eus an dud-se a dremen o buhez ouch o sellout pizh o c'houscian. Ar Vad hon eus d'ober ha gras an Aotrou da vont war rack. Karantez hon eus da ziskouez, ha se a zo trec'h ar Xst war ar pec'hed.

dedennet gant ar c'hoazh, met evit ar c'hoazh karantez hon eus d'ober ni kristenion.

Er bed a-vremant en deus ar C'hristen ul labour da sevenin. Peseurt labour a vo hon hini, ni Kristen ha Breizhad?

Rêt e vo dimp mont d'an dud a zo war hon tro gant kalzh a zouster evel pa vijent tud klan. Rak breinet int bet gant ar gelennadurezh a zo ar gelennadurezh a-vremant. An den a zeu da vezan muioc'h-mui, mestr war an traoù, war ar bed, met "petra 'servij d'an den gonit ar bed ma teud da goll e ne?". Hag evit gwir, emañ e koll e mne, pa kellet en deus e mne dija. Ar vuhez a zo aseoc'h hag an dud a zeu da vezan laesk. Ne zesken ken sonjal, ne zesker ken labourat, an ardivink a ra pep tra. Ar speredou a zo klanv. Ret eo dimp mont d'an dud gant karantez evit e ens, met ives evit o deareou, evit an deareou yac'h a zo chomet en e spered dacust d'ar gelennadurez faos a zo bet strewst enno. Ret eo mont dezhio gant kredennou diazezet start ha sklaer (zoken diwar-benn traoù ar bed-mañ). Arabat dimp bezan feulz, bondaonin, tamall. Ret eo mont dous ha mont war-rack.

Peseurt talvoudsgezh o deus ar goueliou trouzus, war dachenn ar relijion? (pardonioù hag all)? Mont da douristañ, ne vez ken. Hervez tud'zo ~~XX~~ e vije ret ober trouz evit dedennan an dud davet ar relijion. Martez ~~XX~~ e vije gwelllec'h nebeutec'h a dud a ha muioc'h a santelezh. Met neuza, hag e vije tud o tent? Kudienn diaes met hon eus da zircuestlñ en hor c'horn bro ar gwellan ma c'hellomp.

E Breizh e oa gwechall ur sevenadurezh. Ur sevenadurezh pobl e oa. Breman

n'eus ken anezhi, ha n'eus hini all ebet ken. "n dud desket , pe n'e deus ken a skiant vat, pe ez int muioc'h distag eget biskeazh diouzh ar bobl. Chom a reomp pell eus ar wir gudenn. Studian a reomp traou ha n'e deus talvoudegezh ebet evit hor pobl. Petra eo studi ar beleg da dostaat euzh buhez ar bobl a zo e hini : pobl a Vreizh? Netra. Hag ar Gristenion? Petra a reont evit kompreñ gwellloc'h spered 'n febl?Netra. Se a sellent evel en diavaez eus o dead, eus o stad a gristenion. Se a zo mat evel diduelloù da dud'zo en o zouez hag a zo dedennet gant ar c'hmudennou-se, met evite n'eo ket! Sevenin ar bobl hon eus d'ober ni kristenion.

Dowet e oa lorintos da vesah ur gressan gristen mat. Met yennet e da ar feiz hag an

Daxouest hag e ve galiet adsevel ur sevenadurezh e Breizh? Dimp-ni da bedin hag e ve sur-mat kaset da benn hol labour ha savetaet Breizh! An eus prezeget doc'h hag hoc'h eus rasevet, an hini ma talañt duzhñ hag a ro doc'h ar silvidigezh : Quellic'h eus doc'h, eus derivañ en doare n'eo eus prezeget, ruz unes ho piñe degeneret ar falec ar aozar. Ivareret an eus doc'h ar pêch am hon desket va unan : eo mao ar C'christ evit hor pech'ezh, hervez ar Skritor Sakr; hag e von Iohann ar bar hag a maoz hañk e'an frode dels herzev ar Skritor; hag en em cisteusas da Bôr, ha an a'hould e'an unek abostol. Etc...

Evit diskouez eo gwir pezh a laver a tiplég Sant Paul, dre ar munut pezh a vez ha petra 'z e testori. Levaret e zo : ret eo dero'hal d'ar pezh en eus kelennet doc'h, n'eo ket eus fa fernhrim, met eus perzh en Ebrestol. Hag ar pezh en eus kelennet doc'h eo eo mao ar Ioh hag adsevet diouzh ar fy vare, haou dre ola a zo da gredin enno : a)Mao ar C'christ, b) a maoz'h. Ne tiplég ket dre-hir pezh en eus kelennet doc'h, kement a ra. Met ni a o'hell kement iwez en hor spared pezh en eus kelennet doc'h. Jistek a haglay nevez ha paurbodus a zo lekast adorri en hon vroj yant en dastum. Mao ar Ioh a zo e ginnig e'an Ted u., e adurvidigezh a zo sionder ha degener eit an Ted a rein kic'h d'ar Val. Mekement da e zo a korf ar Ioh aet adidivel boy, korf daouzhet ar Ioh a zo meur ar englez novel. En ofezvez a lidom ar Mister zo zo a lezh. Sant Paul a

PENAOS KLASK EN TESTENNOU AR SULIOU

Kemeromp da skouer oferenn hiziv, hini an Xivet sul.

P

An Abostol a lennomp a zo tennet eus kentañ Lizher Sant Paol d'ar Gorintidi.

Piw a oa neuze tud Korintos? Pegoulz ha perak en deus skrivet Sant Paol al lizher-se? Lakaet omp gant ar goulennou-se da studian spisoc'h ar Skritur Sakr. Al lizher se en deus skrivet Sant Paol p'edo o prezeg en Efesos, a-rack bezan bet toullbac'h et. Korintos a oa ur gêr vrav gant kalzh a dud. Lec'hiet e oa en ul lec'h a lakae anezhi da vezan ul liamm etre pobladoù 'zo. Ur porzh-mor e oa hag en abeg da se e oa mesk-ha-mesk an dud : tud direiz hag hudur.

Sant Paol a oa deuet enc da brezeg an Aviel, ur pennad mat e oa chomet ganto. Deuet e oa Korintos da vezan ur greizzenn gristen mat. Met yenaet e oa ar feiz hag an dizurzh a oa deuet endro. Ha Sant Paol a ro dezho da soñjal adarre er feiz o deus resevet digant an Aetroù Doue : "Kounaat a ran deoc'h, breudeur, an aviel am eus prezeget deoc'h hag hoc'h eus resevet, an hini ma talc'hit dezhant hag a ro deoc'h ar silvidiged; Qwelit ha mikkx dalc'het hoc'h eus dezhant en doare m'am eus prezeget, rak anez ho piye degemeret ar feiz en aner. Lavaret am eus deoc'h ar pêzh am boa desket va unan : eo maro ar C'hrist evit hor pec'hedou, hervez ar Skritur Sakr; hag e voe lakaet er bez hag a savas ac'hano d'an trede deiz hervez ar Skritur; hag en em ziskouezas da Bêr, ha da c'houdé d'an unnek abostol. H;a...

Evit diskouez eo gwir pezh a lavar e tispleg Sant Paol, dre ar munut pezh a oar ha petra 'zo testeni. Lavastut a ra : ret eo derc'hel d'ar pezh am eus kelennet deoc'h, n'eo ket eus fa ferzh-me, met eus perzh an Ebrestel. Hag ar pezh en deus kelennet dezho eo eo maro ar Xst hag adsavet diouzh ar re varo. Daou dra eta a zo da gredin enno : a) Maro ar C'hrist, b) e zasorc'h. Ne zispleg ket dre hir pezh en deus kelennet dezho, konaat a ra. Met ni a c'hell konaat ives en hor spered pezh en deus kelennet dezho. /Lestor a ëmglev never ha peurbadus a zo lakaet adarre en hon soñj gant an destenn. Maro ar Xst a zo e ginnig d'an Tad a, e adsavidiged a zo sinadur ha degemer mat an Tad o rein klo d'e Vab. Ha kement se a zo e korf ar Xst bet adsavet bev. Korf dasorc'het ar Xst a zo merk an emglev never. En oferenn e lidomp ar mister se en e bezh. Sant Paol a

bouez war zasorc'h Hon Salver. Skudenn ar Xst dasorc'het a oa en o fenn bev-kaer
 Ne oa ket evel er Grenn-Amzer skeudenn ar Groaz a oa ar c'hreñvan, hag ar gwir a
 oa ganto : gonezet eo an trec'h war ar Maro, war an ifern, war ar pec'hed. Pennad
 kentelius evit kristenion a-vremain: Pet anezho a sell ouzh ar Xst evel maro:
 M-barzh pennadoù ar Sul goude ar Pantekost ez eus un diverradur da lakaat an dud
 da sonjal en traou bet klevet : "Evel m'am eus lavaret deoc'h...". Dimp-ni da
 hiraat war an traou ha da brederian warno. "Resevet hoc" eus an aviel..." Ar pezh
 a zo ret eo derc'hel. M'eo ket resev hepken. A-hend-all eo en aner. Evelkent
 darn a zistro d'o sonjoù faos, dezho da sonjal en traou se a roan da gon deoch.

Hevelep kentel a gavimp gent an aviel. Hen studiomp evel an Abostol, en
 e ster kentañ da gentañ. An destenn a zo tennet eus St Mark. Daoust hag e vez
 lennet alies testenn St Mark d'ar sulioù? Nann; Sant Maze eo an hini a vez lennet
 peurvuian rak en a zo hiroc'h, hag aesc'h marteze da dennañ kenteliou dioutañ.
 Sant Lukaz ha Sant Mark a zo berroc'h. Sant Yann a zo uheloc'h. Neuze an Iliz hon
 laka d'ar sul da lenn Sant Maze kentoc'h eget ar re all.

Petra 'rae ar Xst? Edo o vont eus Sidon dre an DeKKer. Ma sellomp onzh ur
 gartenn e wellimp e rae ar Xst un distro evit mont da vro Galilea. Hag aze e
 verzomp emañ Hon Salver o 'n em guzhat ouzh e enebourion. Diwezhatoc'h e lavaro
 d'an den mut pareest : "Na lavarit da zen". Ur gentel a zo aze : ober a ra gant
 tuioù douarel, ha ni a dle ober, da gentañ, gant troioù naturel hep gortoz ur
 burzhud digant Doue evit kemer penn an hent. Lenn a reomp e "astennas e zorn". Se
 a oa sin ar paredigezh. Gwelomp e vez adkemeret ar sin-se gant an Iliz er sakramant

Ha bremañ studiomp an eil ster : ar ster spereded. Perak eo bet kemeret
 gant an Iliz, ar pennad-se?

Da gentañ e kavomp sonj eus ar Vadeziant. Hevelep jestroù ha komzou.
 Ur liamm a zo etre an Abostol hag an Aviel, pep pennad o konaat dimp hor Badeziant
 Perak e laka Hon Salver e vizied e skouarn an den mut ha bouzar : dre m'eo
 ar Spered dern Doue. Dre nerzh ar Spered eo disauzaret an den. Dwiwar ar wirionez
 gwakat a c'hell bremañ klevout en em laka da veulin Doue. Mut e oa dre na gleve ket

Bremmā divouzaret gant ar Spered e kan meuleudi d'Hon Salver. A, Feiz lakaet ennomp dre nerzh ar Spered Santel hon pare hag hon laka da veulin. Gant ar Vadeziant e teu dimp feiz en Aotrou Jezuz-Krist.

Daoust hag o deus dalc'hет Korintddi d'ar pezh o doa klevet gant Sant Paol han, daoust hag hon eus dalc'hет d'ar Feiz hon eus resevet, daoust hag hon eus kendalc'hет da veulin Doue, daoust ha n'omp ket bet bouzaret gant hor santerez? ha mut diwar se? Dimp neuze da c'houlenn ar pare digant ar Spered da vevañ adarre x er feiz da veulin an Aotrou Doue.

An testennou all a vo aescoc'h dimp da gompreñ bremmā goude bezan disploget an abostol hag an aviel.

Kan-diger - Eman an Iliz en diaesamant. Trubuilhet eo ar Gristenion, met Doue en a zo en e lec'h santel, a zo mestr an degouezioù."An Hini a zegemer en e di ar re a zo o spred a-unan". Ma 'z eus karantez e vo klevet hon pedenn gant Doue. Disammet e vimp. Ma 'z omp unanet "e roio galloud ha nerzh (spredel) d'e bobl", da drec'hin war hon enebourion.

Er genbedenn en em sunt an Iliz karget a bec'hed. E vugale, n'e deus ket dalc'hет da feiz o badeziant. Koulskoude en em dro o c'houlenn trugarez rak "bras eo e madelezh". En tu hont eus ar pezh a c'houlennomp, c'hwi a oar pep tra hon eus ezhomm hag a zo mat evidomp. Ur bedenn brao a fizian's hag a c'houlenn pardon eo kenbedenn hiziv. Miromp soñj penaos ez eus fizian's e pedenn an Iliz ha greomp evelti en hor pedenn a galon.

Er gradual hag en alleluia e kavomp adarre an hevelep soñjou. Ne skuizh ket an Iliz o lavmrout e fizian's-keñver an Aotrou. Trubuilheù 'zo met Gras Doue a zeuio :"Ouzhoc'h, va Doue, am eus krist, va Doue, nam chomit ket sioul, n'am dilsxit ket."Pediñ a ra evel ma vije roet dix an traou goulenn~~rak~~ ne laka ket en arvar madelezh ~~sh~~ trugarez an Aotrou.

Pedenn war miqueli ar prof : "Sellit gant madelezh, ni ho ped Aotrou, ouzh sr re a zo ho servijerion evit ma vo degemeret ganeoc'h (n'ec ket resev : resev ne ziskouez ket assent an hini en deus bet ur prof, met degemer a ziskouez eo bet

plijet gantañ) hon donezonou, ma vint goude se, ur skoazell d'hon sempladurezh".

Kinniget hon eus ar bara hag ar gwiz, rak dileout a recomp kinnig evit diskouez an emglev. Degemeret e vo gant an Tad rak e Vabmaxan hini eo a ginnigimp dezhāñ goude ar sakridigezh. Grasou a ziskenno warnomp dre ar bara hag ar gwiz, hon bo kinniget. Aze eo mister an Oferenn penn-da-benn a zo lakaet en hor sonj. ~~Tori~~
lodenn a zo en oferenn : ar ginnig, ar Sakridigezh hag ar Gomunion, lid an emglev nevez ha peurbadus! Ma n'hon eus ket kinniget n'omp ket e ~~stava~~ da resev.

Ni a zo d'an oferenn hep tennañ gonit eus ar pezh a zo dindañ hon daoulagad.

Ar Gomunion a seblant bezāñ distag eus sonjou an XIvet sul. Ur bedenn eo evit an eost. Marteze e oa an amzer da gonaat d'an dud e oa dleet rein da Zoue eus o fruez kentāñ, rak tostant a rae amzer kest an ed. Kinnigomp da Zoue hor fruez kentāñ, n'eo ket an dilez. Ma talc'h kristenion da rein da Zoue eus ho fruez kentāñ (er ster speredel) e teuio dezhio santelez, o solierou a vo leun a ed hagxha o gwaskelloù leun a win. Mar ne rofomp ket, ne resevimp ket.

Ar pedenn goude ar Gomunion a chouenn ma vimp kennerzhet gant ar Sakramant hon eus resevet : Ra santimp, Aotrou, ni ho ped, skoazell d'hor c'horf ha d'hor spered gant ar sakramant resevet ganimp, evit ma vo salvet, yac'hast an eil hag egile ha ra dizhimp kloù ha leunder dre ar remed doueel-mañ. Gwelomp e c'houlenn an Iliz kement evit ar c'horf hag evit an ene. N'omp ket Aaled. Dileout a recomp bezāñ kristenioù e pep tra ar c'horf : o labourat, o tiskuizh, o tebriñ, oc'h evañ, o kouzket, h.a.. Gant ar c'hras roet dimp er sakramant e kavimp un ervez eus ar c'hlear da zont "dre ar remed doueel-mañ, ma tizhimp kloù ha leunder".

Breman, peuseurt lec'h en deus an XIvet sul e-touez ar sulioù all? Ax abaoe an navet sul e wlemp dreist-holl pec'hedoù an Iliz ha pec'hedoù ar gristenion, Yenaet en o feiz hag en abeg da se ez eus diaesteriou. Seblantout a ra dimpa e komz dimp an Iliz er sulioù-mañ eus pec'hedoù ar re a zo e penn. Prezeg a reer traoù goullo, ne brezeger ken ar feiz. Ma ne ro ket an Ursaz d'an dud, magadurezh ar feiz, ne vo ken digor o diwskouarn ha ne voulint ken Doue. Ret eo dimp neuze goulenn sklerijenn ar Spered d'hon divouzara ha diwar se d'hon

lakaat da veulin Doue

.....

Gwelout a rit n'eo ket o pismigan diwar-benn ar ster kentan e c'heller dont

a-benn da gavout magaduñezh fonnus e testennou al Liderez. Gallout a recomp lenn
anezho gant un tamm spered barzhoniel ha gwelout dindañ dorn ar spered a zo

eklerijenn, diskoulm d'hor spered-ni da veulin an Aotrou.

O'hellouen layzout a4 ret. In d'ou a zo i breizh, zo ar vro. Vro

devez en d'ou, kure breizh, eueg ar govenant. Diap-ni tridouezha gwezian
meur ar pañoudur a.

Petro ver levez ar skribur dañviver leen ar brudz, ha laver-
ne gwezout :

King a'hell levin ruzh brézellich 'zo

ouït 'zos gourc'hedennet dosp sent en iliz-ho piziv feloc'h ouer,

A Fire den

Na gourc'h kui kucht a dros: an Aviel diwar-benn ar brudzha vro-ken ha zo.
Na hou salver a zoù d'ivar heun ar bresel-an erel ar fed a'hell keñver

Amzer a'varzel a zo etre an tad hañ ar vab, ar vam hañ ar vevet hañ.

Ar brudz se a kouenn-dosp un dra houen : ar Gurvan. Ar stourm a kouer dosp
"Kling ar jod all". 'zo ket ar lavoar a tis'eup pez gwech linig ar jod all.

Un douskoul avertre avioñion luskantek a vije a-wazhioù. Si ar list en doaz
kouet ar menezioù ar vroez eus an Tropi. A-wazh a zo ret dosp beter zoù gwez
a gweleñvou houñk zo. Gwezec'h all a zo ret kouet ruzh. Ket a bin ar Yorzh gwez
d'ar vro, pr'ez uñz ar gwezjer gwezec'h pe ar sintoù, a zo dosp gwezec'h.

Ar pesh a gwezec'h sellant ar kouent-mañ.

a) gwez an dosp,

b) hou anstelach d'ar vro.

Na gourc'h kucht kouezh a zo ket a gourc'h kucht gwezec'h. Na gourc'h kucht a zo un dosp
gwezec'h pr'ez a gwezjer gwezec'h ar vroñ. Gallout a vroñ kouet le zadenn a zo dosp

AR BREZEL

====

Luziet a-walc'h eo bet hon enklask war gudenn ar brezel. Evelkent, setu man ar pennsonjou a zo bet hejet dihejet ganimp ~~max~~ er c'helc'hioù.

Daoust hag ez eo ret ar brezel er bed? - Ar brezel n'eo ket un dra ret er bed, met deuest eo er bed en abeg d'ar pec'hed evel kastiz evit an dud. Hag en doare-se e c'hellomp lavarout eo ret. Un dra a zo : brezel 'zo er bed. Etre den ha den, etre broioù, enep ar gouarnamant. Dimp-ni kristenion da studian neuze er rannadur-se :

1) petra vez kavet er Skritur Sakr diwar benn ar brezel, ha diwar-
se gouzout :

2) Hage c'hell bezân reizh brezeliou 'zo.

3) petra 'vez gourc'hemennet dimp gant an Iliz ha petra 'dleomp ober.

A Etre den ha den

Ne gavomp ket kalzh a draou en Aviel diwar-benn ar brezel-se etre den ha den. Met hon Salver a gomz diwar benn ar brezel-se evel ur fed n'heller ket mont a-enep : "brezel a vo etre an tad hag ar mab, ar mamm hag ar verc'h, h.a..." Er brezel ss e kemenn dimp un dra hepken : ar Garantez. Er ster-se e lavar dimp "kinnig ar jod all". N'eo ket da lavarout e tlefemp pep gwech kinnig ar jod all. Un dirouestl aez-tre evit hon laoskentezh e vije a-wechoù. En ar Xst en deus kaset ar werzerion er-maez eus an Templ. A-wechoù e vo ret dimp bezân mat zoken o seblantout bezân sot. Gwechoù all e vo ret bezân rust. Met e n'eus forzh peseurt darvoud, pe e vije ar skoarjez ganimp pe ar sikour, ra vo dre garantez.

Ar pezh a dleomp sellcut eo kement-man :

- a) gonit an nesenn,
- b) hon santelezh diabarzh.

Ha se a c'houlenn kalonegezh rak n'eo ket diskargañ hon taerded a-enep an dud drouk a zo d'ober mat gwelhaat anezho. Ha dimes-tre eo d'en em zibab, evit gouzout petra e gwellmo ar muiañ. Gallout a reomp kemer da reolenn eo ar pezh

a c'houlenn ar muiañ a galonegezh (n'eo ket a nerzh diavaez, nag a drouz) a zo un hini a vez goulennet diganimp. Sellomp oush profeted an Testamant Kozh. Dleet eo bet dezho mont a-enesp rouaned ha tud o amzer evit an Aotrou. Ha maro int evit se.

Peip tro eo ret en em c'houlenn hag ez eo efedus e-keñver ar relijion pezh a recomp ha petra "ziskouezo d'an den diabarzh ar relijion.

Un diforc'h a zo eta d'ober etre an den evel den, hag an den renet gant ur gelennadurek. Ret eo dimp toullâñ darempred gant an dud ha bezâñ karantezus war dachenn an ober, met chom start war dachenn ar wirionez.

E n'eus forzh peseurt darvoud eta, bezâñ karantezus ...

2) Ne diler ket evalket zap aber brezel war degas brasoc'h droug uet an hini

B. Etre bro ha bro

En Aviel, n'eus nemet ur fed : distruj Jeruzalem diouganet gant hon Salver. Hon Salver ne lavar ket hag ez eo a-mep ar brezel pe nann. Met evel m'hon eus gwelet : ar brezel a zo er bed. Hag ar brezel a zo ur c'hastiz.

3) Ne Gwelout a recomp en Testamant Kozh, Doue o kourc'hemenn d'e bobl ober brezel evit mirout e Rouantelez. Diwar se e lavaromp ez eus abegoù a c'hell lakaat ar brezel da vezâñ reizh.

Diforc'h a zo d'ober etre ar brezel argadiñ hag ar brezel emzifenn. Ar brezel argadiñ a zo direizh. Ar brezel emzifenn a c'hell bezâñ direizh. A-

wechou ar brezel argadiñ a zo evit gwir ur brezel emzifenn, rak ar gwellañ tu d'en em zifenn eo argadiñ. ~~Emâk Da skouer, ma 'z eer er brezel evit difenn gwirioù ur pobl all eo reizh ar brezel argadiñ se.~~ Eveljust ez eus da sellout oush an traou-se war dachenn an desenn. En gwirionez n'eus ket pobloù o vont d'ar brezel evit an abegoù-se: un digarez eo evito da argadiñ. Er c'hontrol, brezelioù emzifenn a zo ha n'int ket reizh. Da skouer ez eus tachenadoù douar hep tud ha brezelioù zm en abeg da gñ se gant ar pobloù o deus tud hep douar.

Meur a abegoù reizh a c'hell bezâñ d'ar brezel :

a) evit mirout madoù danvezel, evit abegoù a arboellerez (pa'z eus r~~eg~~)

a draou pe re a dud en ur vro, ezhomm eusk traou ret evit bevan

b) evit mirout madoù speredel. Gwirioù a zo da zifenn, da virout. Evelkent kalzh

a dud a ra eus ar brezel an tu da ziwan er-maez anezho o-unan : "Le Mouvement

Breton me permettra da me réaliser" a lavare ur paotr. Se n'eo ket un abeg

d'ober ar brezel. Ne reer ket ar brezel evitañ e-un met evit ur gevredigezh.

N'eo ket graet ar brezel evit ober tud-veur.

k) Evit mirout madoù ar relijion, da skouer ar kroaziadegoù. Reizh e oa ar

brezel se ma ne oa ket ken reizh all pezh a rae ar vrezelourion.

Lavaromp eta;

1) e ck'hell brezelioù bezan reizh evit mirout pe c'honit madoù 'zo

2) ne dleer ket evelkent imp ober brezel mar degas brasoc'h droug eget an hini

a c'houzañver. Eveljust eo diaes gouzout en a-rack. Koulskoude madoù speredel
da virout a zo brasoc'h eget koll an danvez.

3) Ne dleer ket implijout ar brezel nemet pa n'heller ket ober gant tuiou all,

didrastusoc'h.

4) Ne dleer ket implijout troioù drastus en tu-hont d'ar ret.

Ha ni, petra 'dleomp ober en darvoudou-se? Klask ar peoc'h kenetrezomp. Hon Salver a zo adunvaner ar bed ha kent na vo ket anavezet evelse ne vo ket peoc'h etre ar vroioù. Dimp-ni eta da glask lakaat ar Spered peoc'hus etre an dud ar muian ma c'hellomp.

K. An Emsaverezh a-enep ar Gouarnamant

Daoust hag e c'hellomp evel kristenion en em sevel a-enep ar Gouarnamant?

Nebeut a dra diwar-benn ar gudenn-se en Aviel. Evelkent ar pezh a respont Hon

Salver d'ar re a oa deuet d'e c'houlennata diwar-benn an tachoù da baen da

Gaezar paxxixaxxaxxaxx a gelenn dimp un dra bennak : "Rentit da Gaezar pezh'

zo da Gaezar". "Pezh 'zo da Gaezar" a zo hervez barnadenn pep unan. Ma kavit eo

reizh renerezh Kezar war ho prox rentiti dezhāñ hervez a sonjit, ma ne gavit ket

eo reizh, arbennit outañ.

En abeg da betra e tleomp sentin oush ar re a zo e penn? Ar respont a zo e lizher Sant Paol d'ar Romaned, pa kemenn dimp sentin oush ar re a zo e penn dre m'int bet lakast gant Doue da virout an urzh. Mar ne viront ket an urzh daoust hag ez int eas Doue? N'hellomp ket kemer testenn Sant Paol evit lavarout e teñomp gouzañv pep tra hep rannan gralik. Ha petra 'zo bet lavaret dimp gant ar Babed? N'o deus ket lavaret traou resis. N'eo ket dezho da ren an urzh douarel. D'ar gristenion da aozañ ar peoc'h er stad, se 'zo e labour. Un dra a zo bet skrivet gant hon Tad Santel ar Pab, Pius Unnek, en e lizher da Eskibion Bro-Meksiko : "Digaset hoc'h eus da soñj meur a wech d'o mibien eo erbedet an da gentañ gant an Iliz ar peoc'h hag an urzh, zoken diwar bouez sakrifisoù ponner, hag e kondaon pep ensaverez ha pep staurmadeg a-enep ar galloudou diazezet. Ahendall, diskleriet hoc'h eus ne weler ket penaos ma c'hoarvez gant ar galloudou diazezet dizarbenn ar reizhder hag ar wirionez betek distrujan diazez zadoù ar vestronez o-unan, e c'hellfed Kondaonin neuze ar genvroiz en em unvanfe evit difenn e broad hag en em zifenn o-unan gant doareoù ober reizhek ha kenvuzuliet a-enep ar re a implij galloud ar Stad evit tennan ar vro d'herivin".

War an destenn-se e c'hellomp lavarout : mar deo ar Stad mat a-walc'h, greomp gantañ, zoken gant sakrifisoù ponner. Met ma c'hoarvez ant ar galloudou mont a-enep ar reizhder gwirion, n'en deus ket ar Stad-se ar gwir da c'houarn. N'eo ken diazezet gant Doue.


E peseurt degouezhiou e c'hell bezan direizh ar Gouarnamant? Ar respont a zo diazezet war destenn Sant Paol : mestroniez ar Stad a zo evit mad an holl. Pa n'eus nemet ur strollad a gav e vad, n'eo ket reizh. Mar n'emanañ ar re a zo e penn nemet evit ren war ar re all, n'eo nemet tiranterezh. Ar stad a zo evit difenn gwiriou an holl. Al lodenn vrassan a zo evit difenn al lodenn vihanañ.

Met ne diller ket war abegoù gwan en em sevel a-enep (sakrifisoù ponner). Ma savomp a-enep n'eo ket evit arblijadur d'en em sevel met evit diazezan ur stad gwelloc'h. An emsaverez na vo ket klasket evitan e-un. Ma tlefe degas

muioe'h a zroug e vije gwelloc'h ha ret chom sioul. Ret eo pouezan a-rack mont.

Stourm ouzh lezennou 'zo a zo un dra all. Pa ne vez ket reizh al lezenn e c'heller mont a-enep. Ha n'eo ket hepken actrest da vont a-enep, met ranket eo dimp mont. (Da skouer, al lezennou a-enep ar skol gristen). Gwirioù an Iliz a ze da zifenn a-enep al lezennou (Sant Erwan ha Filip ar C'haer).

Gwelout a recomp eta n'eo ket skein diwar skañv a zo d'ober. Gwechou e vo mat dimp gouzañv, gwechou all e vo ret chom hep gouzañv. Dimp-ni d'en em zihab. Ar pesh a vez goulenet diganimp en 'eus forzh peseurt darvoud eo klask. N'eo ket ober berzh a dleomp met kaout mec'hed ha naon eus ar justis..



PENAOIS LENN AR BIBL

(Prezegenn ar Aotrou Loeiz ar Floc'h)

Daoust hag e vez lennet bremm ar Bibl gant ar Cristenion ? N'en ken. Ar gristenion wellañ a anavez an Aviel, Oberou an Ebrestel. Ar veleion a anav mat a-walc'h al Lizhiri, bommou a vez lennet ganto er Bibl; na gomzomp ket avat eus an Diskuliadur.

Il'ouzomp ken lenn ar Skritur Sakr. Gwechall er manatiñ e oa ar Bibl al lennadenn bennañ. Diwezhatoch'h hon eus gwelet al leaned o plediñ kentoc'h gant Imitasion Jezuz Krist ha levriñ all, hag e tilezel studi ar Skritur Sakr. Gwechall ar bobl ives a veze kentelist war ar Bibl. Da noz e oa displateget dezho. Gwelit en Oberou Tadoù an Iliz ar prezegennou graet ganto d'an dud diwar-benn ar Bibl. Buhez ar gristenion gentañ a oa diazezet start war gentelioù ar Skritur. Er Grenn-Amzer eo e weler an dud o vont diwar ar Bibl. Erzout a reer se en arz relijiel ha bremenñ hon pobloù-ni ne gomgren ken, n'anavez ken ar Skritur Sakr.

Met perak eo bet dilezet ar Skritur Sakr ? A-wechoù e lavarer eo an abeg d'ar Brotestantiez. Ne gav ket din. Mar deo bet alict lenn ar Bibl gant ar Brotestanted eo end-eeun dre ma oa bet dilezet dija gant kristenion e amzer. War-dro an XIIIvet kantved e kaver ar gwaziennoh eus ar mank-se. An dud, adalek neuze n'o deus ken klasket er Bibl nemet ar ster kentañ (sens littéral) ha diwar-se o deus kavet an testennoh-se pe didalvez, pe diaes.

Gwelomp eta testoc'h kudenn sterioù ar Bibl.

Peseurt sterioù a zo er Skritur Sakr ?

Ar re gozh a wele daou ster :

- ar ster kentañ, anvet c'haazh lizherennel (littéral)
- un eil ster ; ar ster speredel.

Petra eo ar sterioù se ?

Ar ster kentañ eo an hini a zo bet mennet. gant ar skrivagner sakr pa skrive, ar ster a welomp da gentañ all pa lennomp.

Er ster kentañ-se, e c'hellomp c'hoazh diforc'hafñ daou ster : ar ster eoun (istorek) hag ar ster barzhoniel (parabolennoh). Ar ster eoun eo an hini em tisklerier en traou evel m'emaist, didro. Da skouer: daou e-oant. Ster barzhoniel a zo pa glasker disklerian un dra bennak n'e ken war-eoun, met dindan skeudennoh : da skouer "pa lavar H. Salver : he vo roet desc'h nemet sin Yona ". Petra eo sin Yona ?

A-wechoù en em gav war un dro ster eoun ha ster barzhoniel, da skouer pa lavar dimp St Yann o komz diwar-enn Judaz : "Noz e oa anezhi", e komz dimp en daou ster : noz e oa er-maez en gwirionez ha noz en kalon Judaz.

Pegoulz ul levr a zo da gener en ur ster eeun pe en ur ster barzhoniel ? Diaes eo barn. An aliesañ, ar Brofeted a zo da lenn er ster barzhoniel. Evit ar re all, n'hon eus nemet mont dicuzh komzoù ar re o/ deus studiet pizh ar c'hudennou-se. Mont diwar gelennadurezh an Iliz. Studiet ez eus bet kalz er c'hantved diwezhaf da adla-kaat an testenneù en o reizh, da varn en traoù e-keñver an Istor. Marteze hon eus sellet re e-pad pell levrioù barzhoniel awalc'h evel ouzh levrioù istorek, rik. Rak etre ar ster istorek da vat hag ar ster barzhoniel hepken, ez eus dereziou e'hoazh. Da skouer, en istor Noe e komzer eus ramzed o devoa aloubet ar vro. Diaes eo gouzout hag e ve aze an traoù da gener en ur ster istorek resis. Pez a zo sklaer avat eo e oa tud fallgr ar re a veve endro da Noe. Tud'zo o deus lavaret e oa ur vojenn istor al liñvadenn veur. Fur-chadeg a zo bet graet e Mesopotamia. Kavet eo bet roudennou eus al liñvadenn. Koulskoude o vezan n'eo bet skrivet danevell ar Bibl pell goude an darvoudoh, ez eus bet mesket enni un tamm faltazi. Hoarvat n'eo ket an douar a-bezh a zo bet goloet gant an dour, met Mesopotamia hepken, ha n'eo ket gant dourioù eus an oabl hepken, met ivez dourioù deuet eus ar mor. An destenn sellet a-dost a lavar se kentoc'h. Kavet hon eus e oa an istorioù-se sotoniñ dre n'hen eus kredet ne c'helle ket darvoudoh istorek bezañ kontet dimp gant un tamm barzhoniezh. Moizez p'en deus skrivet an traoù-se, en deus danevellet anezho evel m'en devo a c'hlevet.

Diwar-benn ar ster speredel e ouzomp eo bet skrivet : al liñherenn a laz hag ar spered a zo magadurezh. Et daoust hag ez eus ur ster speredel e gwirionez ? Evit bezañ ur ster eus ar skrivet, e tle da vihanañ bezañ bet mennet gant Doue, pa n'eo ket bet meizet gant ar skrivagner sakr. Ar Skritur-sakr hec'h-unan a ro dimp da c'houzout ez eus ur ster speredel. Implijet e vez an eil ster en Testament Nevez gant hon Salver e-unan, o komz diwar an Templ: "distruit an Templ-mù hag ec'h adsevel a rin a-benn tri devezh". Se a ro dimp da c'houzout ne oa Templ mein an l'estamant Kozh nemet skeudenn e keñver e Gorf-Eù. An Testament kozh e-unan a zo penn da benn skeudenn an Englev nevez. Gwelomp petra 'skriv Sant Paol diwar-benn Agar ha Sara, da skouer.

Ar skrivagnerion sakr a manevelle istor o fooblad, ne ouient ket e oaht o skeudenniñ an arack buhez Hon Salver pe o taolennan buhez an ene; met n'eus nemet klevout Hon Salver e komz ouzh Ebrestel Emmaüs hag o tisplegan dezho e oa bet lavaret traoù diwar e benn adalek Moizez, evit bezañ asur ez eus en gwirionez un eil ster speredel er Skritur Sakr.

Pa gomze Moizez diwar-benn an Oan-Pask, ne dlefe ket vezañ torret eskern dezhañ, ne ouie ket hoarvat e oa o tiougampasian hor Salver Met Sant Yann en a ouie takyudegezh speredel ar gomzeñse p'en deus lavaret : "Skrivet e oa : ne vo ket torret eskern dezhañ" Dieout a roomp eta klask an eil ster speredel magus-kenañ evit hon ene. Da skouer e welimp en buhez Moizez : buhez an ene o klask arvesterez Doue; arc'h Noe a vo dimpi skeudenn an Iliz ; al liñvadenn veur skendenn fin an amzerioù, ne vo nemet ar re a vo en arc'h a vo salvet; Jeruzalem a vo dimpi skeudenn an Iliz, skeudenn ar Werc'hez, skeudenn an ene kristen.

P'he deus kanet ar Werc'hez ar Magnifikat ne gane nemet eviti.
Ha peseurt ster ledan a gavbemp-ni er gomzoù-se evit an Iliz, evit hon ene .

Daoust ha e tleomp, hag e o'hellomp klask an eil ster ? Ya, gant skoazell ar pez a zo bet iavaret ^{gant} an Iliz .

Hag en Testament Nevez, e-unan, daoust hag ez eus un eil ster spredel ? Ya, da skouer, den dall Jeriko a zo skeudenn an den dallet gant ar pec'hed. Gant ar Feiz, ar Vadeziant e vez digoret daoulagad an den. Bag St Pêr a zo skeudenn an Iliz war vorioù ar bed. ~~Rugorod~~
~~Eveljust~~, ne dieomp ket ijinañ n'eus forzh petra met lennomp doktered gozh : Sant Mesten, sant Atanas, hag e kavimp magadurezh.

Evit lakaat da dalvezout an holl drach-se e vije ret reïñ d'ar gristenion un droidigezh mat eus ar Bibl, notennet awalc'h. Da gentañ studian an 'estamant Nevez gant ur spered ledan awalc'h (levrioù Dom Delatte, an Tad Prat a zo mat evit an Aviel-levr an Ao. Chalon) Osty evit lizhiri St Paul). Evit lenn an Testament Kozh, lezit a geste pezh na lavar mann ebet deoc'h pe na gomprenit ket. Chomit gant ar pezh en deus stoket ouzh hec'h ene. Ar Spêred a roio deoc'h grasoù da intent pezh 'zo dindan. Na bouezit ket re war ar ster kentañ. Da skouer el levr Yosaï, daoust hag ez eus da gompre eo bet lonket Jona gant ur valum ? Nann. Ar valum-e a zo ur skeudenn varzhoniel eus ~~pezh~~ ar mor. Netra ken. Ar pezh a zo da virout eo ar gentel : an Ao. Doue a zo trugarezus ouzh ar re a zistro dezhañ a galon vat. Lakaat a ra an dud da vont e-lec'h ma kar

Diaesoc'h eo lenn ar Brofeted. Levr Job a gentel dimp eo Doue a zo ar Mestr war pep tra er bed. Doue eo ar 'estr daoust na gomprent ket. Levr Roud a zo ur vammenn fresk a varzhoniezh ha leun a gentelioù evit hon buhez-tene. Abrac'h am en n'eo ket bepred ur sant p'ez ar pezh a zo d'ober eo kaout feiz eveltañ: kaout fiziañs en Aotrou daoust da bep tr a. Ha Yakob : al louarn kozh, met e reizhder eo denc'hel start d'an Aotrou §.

Decmp 'ta gant sec'hed da vammennoch puilh ar Skritur Sakr ha pep tro hon bo hor gwalc'h o tizoleif kentellic'h nevez .

AR BREZEL (Kele'hioh-Studi)

Iuziet awalc'h eo bet hon enklask war gudem ar brezel. Evelkent, setu amañ ar pennsonjou a zo bet hejet-diwejet ganimp er C'hele'hioh.

Dougst hag ez eo ret ar brezel er bed ? - Ar brezel n'eo ket un dra ret, met deuet eo ar bed en abeg d'ar pec'hed evel kastiz evit an dud. Hag en doare-se e c'hellomp lavarout eo ret. Un dra a zo ; brezel 'zo er bed. Etre den & den, dre bwoioù, enep ar gouarnamant. Dimp-ni kris-tension da studian neuze hervez ar Fanndur-se :

- 1) petra 'vez kavet er Skritur Sakr diwar-benn ar brezel, & diwar se gouzout :
- 2) Hag e c'hell bezaf reizh brezelioù'zo.
- 3) petra 'vez gourc'hennet dimp gant an Iliz ha petra 'dleomp ober .

A) Etre den ha den

Le gavoup ket kalz a draou en Aviel diwar-benn ar brezel-se etre den & den. Met hon Salver a gomz diwar benn ar brezel-se evel ur fed n'heller ket tremen hepdan : "brezel a vo etre an tad & ar mab, ar vamm & ar verc'h, h.a." Er brezel-se e kemenn dimp un dra hepken i ar garantez / Et ster-se e lavar dimp " kinnig ar jed all". N'eo ket da lavarout e tlefemp pep gwech kinnig ar jed all. Un dirouestl aes-tre evit hol laoskentez e c'hellfe se bezaf. Met en degouezhioù'zo e tleomp enebiñ. En, ar Xt, en deus kaset ar werzherion emaez eus an Templ. A-wechoù e vo ret dimp bezañ mgt, zoken o seblantout bezañ sod. Gwechoù all e vo ret bezañ rust. Met e n'eus forzh peseurt darvoud, pe e vije ar skourjez ganimp pe ar sikeur, ra vo dre garantez .

Ar pezh a dleomp sellout outañ eo kement-mañ :

- a) genit an nesan̄ .
 - b) hon santelezh diabarzh.
- da lavarout eo ledanidigezh Rouantelezh Doue, ennomp & er re all.

Ha se a c'houlenn kalonegezh rak n'eo ket diskargañ hon taerded a-enep an dud drouk a zo d'ober, met gwellaat anezho. Ha dies-tre eo en em zibab, evit gouzout petra e gwellaic ar muiañ. Gallout a recomp kemer da reolenn eo ar pezh a c'houlenn ar muiañ a galonegezh (n'eo ket a nerzh diavaez, nag a drouz) a zo an hini a vez goulemnet digmimp. Sellomp ouzh Profeded an testamant Kozh. Dleet eo bet dezho mont a-enep rouaned ha tud e amzer, evit an Aotrou. Ma maro int evit se .

Pep tro eo ret en em c'houlenn hag ez eo efedus e-keñver ar relijon pezh a recomp & petra 'ziskouezo d'an den kened diabarzh ar relijon.

Un difore'h a zo iwwz d'ober etre an den evel personelezh, hag an den evel gonezet gant ur gelennadurezh. Bez ' e c'hellomp toullan darempred & bezañ karantezus war dachenn an ober gant tud & a zo facs o menozioù, dre m'o deus un tu a lealded, a vadelezh, en o personelezh. Met chom start & divrall war dachenn ar virionez.

E n'eus forzh peseurt darvoud eta, bezañ karantezus

B) Etre bro & bro.

En Aviel, n'eus nemet ur fed : distrui Jeruzalem diouganet gant H. Salver. H. Salver ne lavar ket hag e ve a-enep ar brezel pe nann. Met evel m'hon eus gwelet, diskleriañ a ra : ar brezel a zo er bed. Hag ar brezel a zo ur c'hastiz.

Gwelout a reomp en Testamant kozh, Doue G'hourc'henn d'e bobl munrober brezel evit mirout e Rouantelezh. Diwar-se e lavaromp ez eus abegoù a c'hell lakaat ar brezel da vezan reizh.

D forc'h a zo d'ober etre ar brezel argadiñ hag ar brezel emzifenn. Lavarout a reoir peurliesañ : direizh eo ar brezel argadiñ ; reizh eo ar brezel emzifenn. Met diaesoc'h eo an trac'h en gwirionez, rak ar brezel argadiñ a c'hell bezañ ur gwir brezel emzifenn ; ar gwellañ tu d'en em zifenn o vezan argadiñ. Da skouer, maz eer er brezel evit difenn gwirioù ur bobl all eo reizh ar brezel argadiñ-se. Er c'hontrol, brezelioù emzifenn a zo ha n'int ket reizh. Da skouer, broioù a c'hell kacut tachenndoh douar didud ha brezelian da zifenn an douaroù-se a-enep pobloù all o deus re a dud hep douar.

Gwelomp en istor an abegoù a c'hell bezañ d(ar brezelioù :

a) abegoù a arboellerezh, re a dud en ur vro, ezhomm eus trac'h ret evit bevañ. Eus an tu all, mirout madou danvezel.

b) irout madou speredel. Gwirioù a zo da zifenn. Evelkent tud'zo a ra eus ar brezel an tu da ziwan er-maez anezho o-unan : "Le Mouvement Breton me permettra de me réaliser " a lavare ur paotr. Se n'eo ket un abeg awalc'h d'ober ar brezel. "eo ket graet ar brezel evit ober tud-veur.

k) irout madou ar relijion, gweiit ar c'hroaziadegoh. P'eo reizh seurt brezel, n'eo ket ken reizh all pezh a c'hell ober ar vrezelourion

Breman, daoust hag e vefe reizh ar brezelioù-se ? Kement-mañ a c'hellomp lavarout :

1° e c'hell brozelioù bezañ reizh evit mirout pe c'honit madou zo.

2° ne dileer ket evalkent ober brezel mar degas brasoc'h droug eget an hini a c'houzañver. Eveljust eo diaes gouzout en arack. Koulskoude madou speredel da virout a zo brasoc'h eget koll danvez.

3° Ne dileer ket implijent ar brezel nemet pa n'heller et ober gant tuioù all didrastusoc'h.

4° Ne dileer ket implijout troioù drastus en tu-hent d'ar ret.

Ha ni, petra 'dleomp ober en darvoudou-se ? Klask ar peoc'h. Hon Salver a zo adunvaner ar bed ha keit ha ne vo ket anavezet awalc'h gant an dud, ne vo ket peoc'h etre ar vroioù. Dimp-ni eta da glask lakaat ar Spered peoc'hus etre an dud & ar broioù ar muiañ ma c'hellomp.

K. An Emsaverelk a-enep ar Gouarnamant.

Daoust hag e c'hellomp evel kristenion en em sevel a-enep ar Gouarnamant ? Nebeut a dra diwar-benn ar gudenn-se en Aviel. Ryelkent ar pezh a respont R. Salver d'ar re a oa deuet d'e c'houkennata diwar-benn an tell da baean da Caesar, a gelenn dimp un dra bennak : "Rentit da Caesar pezh 'zo da Caesar" Da lavarout eo, pa seller an destenn a-dost : "Mar kavit, c'hwi, eo reizh renerezh Caesar war ho pro, paeit dezhan hep klemm; mar ne gavit ket mat ha reizh e veli warnoc'h, perak neuze implijout moneiz Caesar ; kasit anezhan kuit, rentit da Caesar pezh a zo da Caesar".

endro

En abeg da betra e tleomp sentiñ ouzh ar re a zo e penn ? Ar respoñt a zo e lizher St Paol d'ar Romaned, pa gemenn dimp sentiñ ouzh ar re a zo e penn dre m'int bet lakaet gant Doue da virout an urzh. Mar ne viront ket an urzh douast hag ez int eus Doue ? Ne lavar ket testenn St Paol a tlefemp gouzañv pep tra hep rannaf grik. Ar c'hom-trol ez eo kentoc'h. Ma petra 'zo bet lavaret dimp gant ar Babed ? N'eus deus ket lavaret elies traoñ resis diwar-benn se. N'eo ket dezho da ren an urzh douarel. D'ar gristenion eo d'en em zibab er Stad. Koulskoude un dra'zo bet skrivet gant Pius Unnek, ene lizher da Eskibion Bro Veksiko : "Digaset hoc'h eus da sonj neur a wech d'ho mibion eo erbedet da gentañ gant an Iliz ar peoc'h & an urzh, zoken diwar-bouez sakrifisch ponner, e kondaon an Iliz pep emsaveresh ha pep stour madeg a-enep ar galloudou diazezet. Añendall, diskleriet hoc'h eus ne weler ket penaos, mar c'hoarvez gant ar galloudou diazezet o-unan, dizarbenn ar reizhder & ar virionez betek distruiñ diazezadoù ar vestroniezh o-unan, e c'hellfed kondaoniñ neuze ar genvroiz en em unwanfe evit difenn o broad & en em zifenn o-unan gant doareoù-ober reizhek & kenvuzuliet, a-enep ar re a implij galloud ar Stad evit tennañ ar vro d'he rivin".

Diwar an destenn-se e c'hellomp lavarout : mar deoñ ar Stad mat ewaloc'h, greomp gantañ, zoken gant sakrifisch ponner. Met ma c'hoarvez gant ar pennadurezhioù mont da vat a-enep ar reizhder gwirion, n'en deus ket ken ar Stad-se ar gwir da c'houarn. N'eo ken diazezet war Doue, & e c'hell bezan diskaret .

E pescurt deguezhiok e c'hell bezan direñk ar Gouarnamant ? Ar respont a c'hellomp tennañ eus testenn St Paol: mestroniezh ar Stad a zo evit mad an holl. Pa n'eus nemet ur strollad a gav e vad ganti, n'eo ket reizh. Mar he glask ar renérion nemet o mad-int, n'eo nemet tiranterezh. Ar stad a zo evit mad an holl. Hag an hellad-se a zo anezhsñ tud disheñvel, a bep doare. Ar stad a dle kaout respect ouzh gwirioù an holl. Seul vuioch'h ma flastr ur stad gwirioù he sujidi, seul vuioch'h e koll he gwirioù.

Met ne dleer ket diwar abegoù gwan en em sevel a-enep ar stad(sakrifisch ponner). Mar savomp a-enep n'eo ket evit ar blijadur d'en em sevel, met evit diazezan ur stad gwelloc'h. Ne vo ket klasket an emsaveresh evitan e-un. Ma tlefe degas vuioch'n a zroug, e vije gwelloc'h & ret chom sioul. Ret eo pouezan an traoñ en-arack.

Hep klask diskar ur stumm gouarnamant, e c'heller mont a-enep e lezennou. Pa ne vez ket reizh al lezenn e c'heller mont a-enep. Ha n'eo ket hepken aotreet mont a-enep, met dleet eo dimp mont. (Da skouer al lezennou a-enep ar skol gristen). Gwirioù an Iliz a zo da zifenn a-enep al lezennou (St Erwan ha Filip ar Chher).

Gwelout a reomp eta n'eo ket skeiñ diwar skañv a zo d'ober. Gwechoū ~~ixm~~ e vo mat dimp gouzañv, gwechoū all e vo ret chom hep gouzañv. Dimp-ni da welout. Ar pezh a va gouennen diganiimp, n'eus forzh pezeurt darvoud e ve, eo klask ar wirionez, kaout Maon ha sec'het eus ar justis .

Dilek e tigao betek al lannadenn gentant. Gwechoū ~~ixm~~ e vo mat dimp gouzañv, gwechoū all e vo ret chom hep gouzañv. Dimp-ni da welout. Ar pezh a va gouennen diganiimp, n'eus forzh pezeurt darvoud e ve, eo klask ar wirionez, kaout Maon ha sec'het eus ar justis .

Nec'h aet obet dileket ar Skritur Sakr. A-welout a levezor eo an abeg dañs an evaz. Gallout a reloù respont en eut oñs lez ar bini gant ar Skritur Sakr. A-welout a levezor eo an abeg dañs an evaz. Gallout a reloù respont en eut oñs lez ar bini gant ar Skritur Sakr. A-welout a levezor eo an abeg dañs an evaz.

Pensad pellout a zo ar Skritur Sakr!

As tu gosh a wyl daouc ster !

a) tu aet rivellet, et jec'h a kompreñer da gentañ.

b) tu aet rivellet et aet speradet.

c) tu aet rivellet a c'hoi roulez "apostol ar bier istorel", e pennad war ar Skritur Sakr.

d) tu aet rivellet et tu hag ne vezou.

e) tu aet rivellet et tu hag ne vezou et tu aet speradet ? Tu aet rivellet et tu hag ne vezou et tu aet speradet ? Tu aet rivellet et tu hag ne vezou et tu aet speradet ?

f) tu aet rivellet et tu hag ne vezou et tu aet speradet ? Tu aet rivellet et tu hag ne vezou et tu aet speradet ? Tu aet rivellet et tu hag ne vezou et tu aet speradet ?

g) tu aet rivellet et tu hag ne vezou et tu aet speradet ? Tu aet rivellet et tu hag ne vezou et tu aet speradet ? Tu aet rivellet et tu hag ne vezou et tu aet speradet ?

PENAOIS LENN AR BIBL

Dacoust hag e vez lennet bremān ar Bibl gant ar Gristenion? N'ann n'eo ken. Ar gristenion wellañ a navez an Aviel, Oberou an Ebestel. Ar veleion a anav mat a-walc'h al Lihiri, bammou a vez lennet ganto er Bibl; na gomzomp ket eus an Diskulindur. ar Spered Santel.

Ar reuz se a zeu eus ar pezh n'ouzomp ken lenn ar Skritur Sakr. Gwechall ne oa er manatiou nemet se da lennadenn. Diwezatoc'h hon eus gwelet al leaned o plediñ kalzh gant Imitasion Jezuz Krist hag o tilezel studi ar Skritur Sakr. Evelkent e tlefe bezan al lennadenn gentañ. Gwechall ar bobl a oa kenteliet war ar Bibl. Da noz e oa displeget dezhio. Levr Sant Atanas n'eo nemet prezegennou graet d'an dud diwar-benn ar Bibl. Buhez ar Gristenion gentañ a oa diazezet stast war genteliou ar Skritur. Er Grenn-Amzer eo e weler an dud o vont diwar ar Bibl. Merzhout a reer se en arz relijiel ha bremān hon pobl ~~ni~~ ne gompren ket, n'anavez ken ar Skritur Sakr.

Met perak eo bet dilezet ar Skritur Sakr? A-wechoù e laverer eo an abeg d'ar Brotestantiez. Gallout a rafemp respont eo bet aliet lenn ar Bibl gant ar Brotestanted end-eeùn dre ma oa bet dilezet dija gant kristenion an amzer-se. War-dro an XIIIvet kantved e kaver ar gwaziennou eus ~~alzank~~-se. An dud n'o deus ken gwelet nemet ar ster kentañ hag aze e kavomp ar gudenn da zirouestlañ evit gouzout penaos lenn ar Bibl.

Peseurt steriou a zo er Skritur Sakr?

Ar re gozh a wele dacum ster :

a) ar ster kentañ, ar pezh a gomprener da gentañ.

b) an eil ster : ar ster speredel.

Ar re a-vremān o deus gwele~~k~~hepken ar ster istorek, o pouezañ war ar ster-se ha dilezet eo bet ar Bibl hag an Tadou.

Gant pere eo ar gwir ha dacoust hag ez eo "buhez" ar ster speredel? Evit respon eo ret sonjal eo ar Bibl : "komz Doue", met dre bluenn ur skrivagner. Neuze hennezh en deus skrivet hervez e stumm spered, hervez e saltazi, e ijin, hag ar pezh a

a zo gwir eo ar ster a zo dindan ar gomzou. Ma fell dimp sellout hepken ouzh ar ster istorek e vo kavet traou diglok met ma klaskomp ar ster a zo dindan ar gomzou e kavimp magadurezh fonnus. Fazi ne vo ket hervez ar Spered. Ar skrivagnerion a zo binvioù speredel Doue, war un dro ez eont drezo o-unan hag ez int kaset war-rack gant ar Spered Santel.

Petra eo ar steriou-se neuze? er speredel ar virionez Douet ha e veie bet mogen.

Ar Ster kentan eo an hini a zo bet mennet gant ar skrivagner sakr, ar ster a welomp. Non Salver-s'wan, o komz diwar an Templo "distrutte" an Templ-menez ha

Er ster kentan e c'hellomp c'hoazh merkañ daou stêr (a-wechou en em gavont war un dro) : ar ster eeün (istorek) hag ar ster barzoniel (parabolennou). Da skouer pa lavar dimp St Yann o Nomz diwar-benn Judas : "Aez noz a oa er-maez" e komz dimp en daou ster. Noz a oa er-maez en gwirionez ha noz iveau e kalon Judas.

Pegoulzh ul levr a zo da gemer en ur ster eeün pe en ur ster barzoniel? Diaes eo barn. An aliesan ar Profeted a zo da lenn ar ster barzoniel. Evit ar re all n'hou eus nemet mont war gomzou ar re o deus studiet pizh ar gudennou-se. Mont diwar gelennadurezh an Iliz. Studiet eo bet kalzh er c'hantved diwezan. Studiet eo bet an destenn evit adlakaat an testenrou en o reizh. Studiet eo bet iveau e-keñver an Istor. Marteze hon eus sellet re e-pad pell ouzh levriou barzoniel evel ouzh levriou istorek ha n'hou eus ket kavet pezh 'oa dindan. Rak etre ar ster kentan (istorek) hag an eil ster (arouezel) ez eus deriziou c'hoazh. Da skouer, en istor Noë e komzer eus "Jeanted" vras o doa aloubet ar vro. Diaes eo gouzout hag ez eo resis er ster istorek. Met un dra bennak a zo bet : n'eus nemet un dra da dennañ eus ar ster istorek : an dud a veve endro dezhañ a oa tud fallakr. Tud'zo o deus lavaret e oa ur vojenn istor al lanhadenn veur.

Furchadeg a zo bet graet e Bro Mesopotamia. Kavet eo bet roudennou eus al liñvaden met an traou-se a zo bet skriv t pell goude an darvoudou, hag eveljust ez eus bet kakaet enno Taltazi. Marteze, n'eo ket an douar a-bezh a zo bet goloet gant an dour, met douar an Hebrewed, ha n'eo ket hepken gant dourioù démet eus an cabl met dourioù deuest eus an douar. Marteze um XXXXX taol-reverzi bras bennak.

Kavet hon eus e oa an istoriou-se sotoniou rak klasket hon eus ar ster istorek ha netra ken. Moïsez en deus skrivet an traou evel ma ouie hag evel m'ensi don klevet anezho ha n'eus ket da glak aze ar ster istorek resis. Klozañ a recomp war ar ster istorek o lavarout n'eus ket da bouezan r̄ war ar ster kentañ.

War ar ster speredel e ouzomp eo al lêzherenn a laz hag ar spered a zo magadurezh. Daoust hag ez eo ar ster speredel ar gwirionez? Daoust hag e vefe bet mennet gant Doue? Gallout a recomp respont ya. Implijet eo an eil ster en Testament Nevez gant hon Salver e-unan, o komz diwar an Templ: "distruijt an Templ-mañ hag ec'h adsevel a rin a-benn tri devez". En gwirionez e komze diwar-benn e gorf-eñ. An Testament kozh e-unan a zo skeudenn an Emglev Nevez: Gwelomp petra 'skriv Sant Paol diwar-benn Agar ha Sara

Ar skrivagnerion a zanevelle istor o foiblad, ne ouïnt ket e oant o skeudenniñ buhez Honn Salver pe buhez an ene, met n'eus nemet klevout Hon Salver o komz ouzh Ebrestel Emmaüs hag o tisplegañ dezhio e oa bet lavaret traou diwar e Benn adalek Moïsez, evit bezan asur emañ ar gwirionez dindan lizherenn ar Skritur Sakr.

Pa gomze Moïsez diwar-benn an Oan-Pask, na dlefe ket bezan torret eskern dezhian, ne ouie ket e oa o tiougan Pasion Hon Salver. Met Sant Yann en a ouïg e oa da glask ar ster speredel hag en deus lavaret : "Skrivet e oa : ne vo torret eskern dezhian". Dleout a recomp eta klask an eil ster an zo an hini magus-kenan evit hon ene. Da skouer e welimp en buhez Moïsez : buhez an ene, arvesterez Doue, arc'h Noë a zo skeudenn an Iliz, al liñvadenn veur a zo skeudenn fin an amzeriou, ne vo nemet ar re a vo en arc'h a vo salvet; skeudennou a zo stag ouzh Jeruzalem a skeudennno dimp ar Iliz, ar Werc'hez, an ene kristen.

P'he deus kanet ar Werc'hez ar Magnifikat ne gane nemet eviti. Ha peseurt ster ledan a gavomp-ni er gomzou-se evit an Iliz, evit hon ene.

Daoust hag e tleomp, hag e c'hellomp kavout Ya, gant skoazell ar pezh a zo bet lavaret gant an Iliz. Hag en Testament Nevez, daoust hag ez eus un eil ster, daoust hag e c'hellomp kavout Ya, da skouer, den dall Jeriko a zo skeudenn an den dallet gant ar pec'hed. Gant ar Feiz, ar Vadeziant e vezh digoret.

daoulagad an den. Bag Sant Per a zo skeudenn an Iliz war voriou ar bed. Bepred e c'hellemp kavout un eil ster. Eveljust, n'hellomp ket ijinañ n'eus forzh petra met lennomp doktored kozh : Sant Eosten, sant Atanas hag e kavimp magadurezh.

Evit lakaat da dalvezhout an holl trou-se e vije ret reïñ d'ar bobl un droidegezh mat. Ne vefe ket mat reïñ dezh ar Bibl penn da benn, met pennadoù 'zo. Ret e vije o lakaat da lenn ar pez a gaver bremañ e-touez al levriou evit displegañ Doktored kristen a zo bremañ hag a latour mat war an dachenn-se. Da gentañ e vije ret studian an Testamant Nevez gant ur spered ledan a-walc'h (levriou D. Delatte, an Tad Prat a zo mat evit an Aviel - levr an Ao. Chaloni Osti evit lizhiri St Paol) Evit lenn an Testamant Kozh, lezit a-gostez pezh ma lavar mann obet deoc'h pe na gomprenit ket. Tremenit buan ha prederiñ war ar pezh en deus stoket ouzh ho spered. Ar Spêred a roio deoc'h grasoñ da intent pezh'zo dindañ. Na bouezit ket re war ar ster kentan. Da skouer el levr Jonas, daoust hag ez eus da gompreñ eo bet lonket Jonas gant ur valum Nann. Ar valum-se a zo ar mor. Netra ken. Ar spêzh a zo da virout eo ar gentel : An Aotrou Doue a zo trugarezus ouzh ar re a zistro dezhiañ a galon vat. Lakaat a ra an dud da vont el lec'h ma kar.

Diaesoc'h eo lenn ar Brofeted. Levr Job a gentel dimp eo Doue a zo ar Mestr war pep tra er bed. Ret eo kaout feiz eo Doue ar Mestr dacust ne gomprener ket.

Levr Ruth a zo ur vammenn x fresh a varzhoniezh ha leun a genteliou evit hon buhez ene. Abraham en n'eo ket ur sant met ar pezh a zo da virout eo ober eveltañ : kaout feiz, kaout fizians en Aotrou daoust da bep tra. Ha Yakob al louarn kozh, mat e reizhder da chom ha da zerc'hel start d'an Aotrou.

Deomp 'ta gant sec'hed da vammennou puilh ar Skritur Sakr ha pep tra hon bo hor gwalc'h o tizoléïñ kenteliou nevez.

=:=:=:=:=:=:=:=